



SNUipp-FSU Breizh
SNUipp-FSU Bretagne

Manifest sindikadel evit dazont ar c'heleñn divyezhek publik hag ar brezhoneg

Dazont ar brezhoneg a dremen dre ar skol, ar c'heleñn divyezhek dreist holl.

O c'hortoz kalz emañ ar gevredigezh eus se ha kiriegezh an hentennoù divyezhek a zo abouez.

Karg ar sindikat eo lakaat war wel pezh a zo poellek, sachañ evezh an dud war o c'hiriegezh hag o adlavarout dezhe o fromesoù.

Ar pevar rann departamant ar SNUipp-FSU, goude emgavioù sindikadel gant skolaerien divyezhek, a zalc'h an ahelioù-mañ da heul e-giz ar re bouezusañ evit reiñ un dazont d'ar c'heleñn divyezhek publik ha dre se d'ar brezhoneg.

- Brasaat niver ar c'hlasoù ha ledanaat ar rouedadoù : E penn kentañ ar jeu emañ. Niver ar c'hlasoù divyezhek en ur skol a ro pe get aesamantoù labour d'ar skolaerien ha d'ar skolidi hag a lak an hentennoù da vezañ dedennusoc'h. Permetiñ a ra tizhout un niver dereat koulz bugale ha skolaerien. Aozadur ar c'hlasoù, niver al liveoù, eskemm servijoù pa 'vez gall a zo kement a elfennoù positivel hag a ro lusk dezhi.

Ret eo kreñvaat an hentennoù krouet dija !

Goude ul labour rennet en a-raok gant ar skolioù, ar skolaerien, ar familhoù e vez dibabet lec'h an hentennoù nevez. Ar c'hrouidigezhioù-se a rank dont eus ur raktres frammet mat.

Kenderc'hel tost eus an annez :

N'ez eus ster ebet d'an deskadurezh divyezhek ma n'eo ket klok an hentad evit ar vugale.

N'eo ket a-walc'h kinnig un hentad klok e skolajoù zo nemetken. Ret eo sellout a-dost eus ar skolajoù e lec'h e ya ar vugale evit gwir. Tost ouzh ar skol kentañ emañ ar skolajoù-se. Padal ne vez ket kinniget kenderc'hel ganti e pep lec'h. Kalzig a vugale chom a-sav ha diaes eo d'ar familhoù kaout fiziañs war-lerc'h.

Un doare-se da welout an traoù a vir ouzh an hentad divyezhek a ziorren da vad, dreist-holl peogwir e vank skolajidi evit magañ ar skolajoù pe al liseoù.

Ret eo cheñch an traoù ha kinnig un hentad klok e skolajoù, liseoù ar bastell vro. Da c'hortoz un niver dereat a skolajidi da grouiñ un hentad e ranker kaout un doare treuzdougenn a-ratozh. Ret e vo gwelet ar raktresoù gant servijoù ar Rannvro.

- Erlec'hiañ : Lakaet e vez an erlerc'hidi divyezhek war postoù klas ha neuze ne vez ket erlerc'hiet ar skolaerien divyezhek ezvezant gant erlerc'hidi divyezhek. Ret eo kaout muioc'h a erlerc'hidi divyezhek evit kenderc'hel gant an deskadurezh divyezhek er c'hlasoù, d'an nebeutañ gant ar memes feur hag ar re unyezhek.

Ar c'heleñn divyezhek war ar maez : Souezhus eo memes tra da welet lec'h 'vez berwidikoc'h ar brezhoneg e- touez an dud eo an dachenn lec'h 'vez an neubeutañ a hentennoù divyezhek. Evit mirout war un dro ur rouedad a skolioù war ar maez ha kendalc'hiñ gant ar brezhoneg enne pe grouiñ hentennoù divyezhek eo ret dont a-benn da sevel ur c'heleñn gant mistri o vont skol da skol. A-bouez eo e chomfe rouez ar mod-se da gelenn war tachennoù resis kenañ ha divizet en a-raok.

Ar stummadur : ar poent se ne c'hell ket chom e stad komzioù hepken. Ret eo cheñch plas da vat d'al lec'hioù stummañ pe peurstummañ ha kas anezhe tostoc'h eus ar re a labour war an dachenn. En ur gwareziñ dregantad ha kalite an danvezioù kelenn e brezhoneg hag en ur aesaat an eskemmoù etre an tachennoù kelenn eo d'an deskadurezh stad da vezañ kiriek da se ha d'an ESPE da zigentañ tout.

TES : Sevel oustilhoù evel lakaat enlinenn ur porched internet a zo a bouez e Tes. An Niver a implijidi a zo a bouez ivez evit aozañ a zoare an oustilhoù bemdez evit ar c'hlasoù, ar skolidi hag ar gelennerien.

Titouroù bras eo an holl evezhiadennoù-se evideomp. Pezh a vez lakaet e pleustr a ziskouez c'hoant politikel an dud : Stad ha Rannvro. Kiriek eo ar sindikat da gas war raok an teuliadoù evit mont dreist ar c'hoant d'ober hag ar youl hag evit dont a-benn da sevel ur bolitikerezh efedus war ar poent se e Breizh.

Ar pevar rann departamant ar SNUipp-FSU Breizh.

